

MERC'HER AN THABOR / MEQERDI DU THABOR / MERCREDI DU THABOR

MERCREDI DU THABOR
SPECTACLES DE DANSES ET MUSIQUES BRETONNES
MERC'HER AN THABOR
ABADENNOU DANS HA SONEREZH BREIZH
MEQERDI DU THABOR
VAIRIE DE DANCERIE E DE SONERIE DE BERTEGN

7-14-21-28
JUILLET - A VIZ GOUERE - JUILLET

THEATRE DE VERDURE DE 20H // 22H30
PARTICIPATION LIBRE / PERZH HERVEZ HO C'HOANT / ENTREE AO CHAPE
WWW.SKEUDENN.BZH

photo Jean Maurice Cournet

MERC'HER 7 A VIZ GOUERE / MERCREDI 7 JUILLET

Zoñj • Cercle Celtique de Québriac • Cercle d'Outre Ile

MERC'HER 14 A VIZ GOUERE / MERCREDI 14 JUILLET

'Ndiaz • Caravane Kenleur • Le Moulinet d'Acigné

MERC'HER 21 A VIZ GOUERE / MERCREDI 21 JUILLET

Annie Ebrel / Erwan Hamon / Janick Martin • Bagad Kadoudal

MERC'HER 28 A VIZ GOUERE / MERCREDI 28 JUILLET

Forj Sextet • Cercle de Montfort sur Meu • Trad'Awen

De nombreux stands des associations de Skeudenn Bro Roazhon seront présents.

TRANSAT EN VILLE

GWENER 23 A VIZ GOUERE / VENDREDI 23 JUILLET

ANIMATION - RENNES

Carte blanche à Skeudenn Bro Roazhon : Orchestre National de Breizhoucadie.

Lieu : Place de la Mairie. 12h-14h. Org. : Transat en Ville

KREIZ BREIZH AKADEMI #9



Cursus de 400h sur 2ans à destination des instrumentistes et chanteur.se.s disposant d'un niveau de pratique professionnel ou confirmés. Formation de décembre 2021 à janvier 2023. Accompagnement professionnel : création et diffusion de février 2023 à juin 2025.

KBA#9 mêlera chant, musique électronique et orchestre acoustique principalement à cordes frottées

DATE LIMITE DE RECEPTION DES DOSSIERS DE CANDIDATURES 15 JUILLET 2021

APPEL
À CANDIDATURES
CURSUS DE
FORMATION
KREIZ BREIZH
AKADEMI#9

© Eric Lagret - musikan

9-10-11 A VIZ GOURE / 9-10-11 JUILLET

STAJ MARC'H-HOUARN E BREZHONEG

Digor d'an holl. Deuit da aveliñ ho penn war hent ar Vélomaritime etre Montroulez ha Lannuon e-pad 3 devezh war varc'h-houarn e brezhoneg. Ouzhpenn troadikellat a vo graet er staj-mañ : gweladenniñ, c'hoari, dizoloiñ an anvioù lec'h... Pep hini a c'hallo mont war-raok, diouzh he/e lusk ha diouzh he/e live. War-dro 70 km a vo da doullañ e-korf tri devezh (26 km / 26 km / 15 km) : taolit evezh ma voc'h yac'h a-walc'h da vont betek penn !

3 journées de stage rando-vélo sur la Vélomaritime entre Morlaix et Lannion. Autour des différentes étapes du trajet seront proposées des jeux, visites, découverte de la toponymie locale... Environ 70 km seront parcourus en trois étapes : les participants sont invités à s'assurer de leur capacités physiques sur cette distance !

150€ (50€ d'acompte à l'inscription). Titouroù : degemer@skolanemsav.bzh / 02.99.38.75.83



DISTRO-SKOL 2021 / RENTRÉE 2021

KENTELIOÙ SIZHUNIEK

A-raok dibab ho kentel, goulennit digant ho stummer pehini 'vo ho live ar bloaz a zeu ha peseurt kentel a jaojo deoc'h ar gwellañ. Evit 30 kentel 1e30 en holl, kaset en-dro gant stummerien a-vicher ha... plijus-kenañ !

Avant de choisir votre créneau, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre enseignant pour déterminer le cours qui correspondra à votre niveau la saison prochaine. Et toujours 30 séances d'1h30 animées par des enseignants professionnels et tellement sympas !

Priz leun / Prix : 220€, priz digresket / prix réduit (demandeurs d'emploi, étudiants, lycéens...) : 150€. Titouroù : degemer@skolanemsav.bzh / 02.99.38.75.83

SAMADI 3 DE JUILLÈTE / SAMEDI 3 JUILLET

RENN - STAGE DE GALLO / ESTAJE DE GALO

Stage animé par Matlao Guitton et Manu Bouthillier pour les personnes initiées. Points théoriques, dialogues, chansons, etc. Promenade contée et lecture des travaux préparés le matin par les stagiaires.

Possibilité de manger sur place.

Lieu : Ferme des Gallets. 10h-17h. 25€. Inscription : 02.99.38.97.65 / contact@bertegn-galez.bzh. Org. : Bertegn Galèzz.

12-16 DE JUILLÈTE / DU 12 AU 16 JUILLET

MONTERFI - STAGE DE GALLO / ESTAJE DE GALO

Eun estaj e a aprindr e caozer galo ao maez de Juillète o l'Institut du Galo !

Stage en immersion animé par Anton Aghesse-Berteché et Fabien Lecuyer. Les repas et dortoir sur place.

9h-17h. 220€ (110€ pour les étudiants et personnes en recherche d'emploi. Inscription : contact@institutdugalo.bzh. Org. : Institut du Galo.

23-24-25 A VIZ GOURE / 23-24-25 JUILLET

MONTERFIL - STAJOÙ / STAGES

Stages musique traditionnelle, danse et conte.

Veillée le 23/07 à 20h30 - Préau de l'école du Rocher

Apéro-contes le 24/07 à 18h - Rocher

Concert des profs le 24/07 à 20h30 - Préau de l'école du Rocher

Stage musique : 165€, stage danse 145€. Infos : 06.72.08.56.81 / plemou@club-internet.fr

KENDESKIÑ

JEUDIS DE SEPTEMBRE À AVRIL

Le Diplôme d'Études Celtiques (DEC) proposé par l'Université Rennes 2 est une formation en français de 120 heures, avec des cours le jeudi de septembre à avril.

Inscriptions : 02.99.14.16.07 / sfca-bdl@univ-rennes2.fr

KAMPOÙ / CAMPS

11-17/07 & 18-24/07
KASTELLIN - SKOL-HAÑV



Div sizhuniad studi ha dudi a vo kinniget. Eus ar Sul noz d'ar Sadorn goude kreisteiz. E-pad an div sizhun-se e vo degemeret ar vugale (6-13 vloaz) hag ar grennarded (14-17 vloaz) gant ur skipailh buhezourien en un «ALSH».

Deux semaines de camps en breton, du dimanche soir au samedi après-midi. Pendant ces deux semaines, les enfants de 6 à 13 ans et les adolescents de 14 à 17 ans seront accueillis par une équipe d'animateurs dans un ALSH.

Lieu : Lycée Stêr Aon. 300€, étudiants et chômeurs 250€. Inscriptions : 02.98.95.59.31 / keav@keav.bzh. Org. : KEAV.

18-24 A VIZ GOURE / 18-24 JUILLET
ROAZHON - UN TI-FEURM E KÊR



Ur zunvezh e brezhoneg. Un ti-feurm e kêr ? Digredapl !

Na plijus eo monet da vale e kêr ! Plijusoc'h c'hoazh pa ouimp ez eus tachennou glas ha tiez-feurm nebell ! 24 plas a zo evit bugale etre 6 hag 8 vloaz.

Un séjour entièrement en breton. Une ferme en ville ? Incroyable !

C'est tellement sympa de se balader en ville ! D'autant plus quand on connaît les espaces verts et les fermes non loin de là ! 24 places pour les enfants de 6 à 8 ans.

320€. Inscription : Héloïse Berther 02.99.54.36.45 - 07.78.37.38.55 / mediation@cercleceltique-de-rennes.org. Org : Cercle Celtique de Rennes

18-24 A VIZ GOURE / 18-24 JUILLET
ROAZHON - SIZHUN I ♥ ROAZHON



Sizhun I love Roazhon : an distro ! Abadennoù e-leizh kinniget evit kaout plijadur gant ar mignoned e Roazhon ! 16 plas evit ar vugale etre 11 ha 14 vloaz.

Le séjour I love Roazhon est de retour ! Au programme venez découvrir le centre-ville avec des animations diverses ! Vous allez adorer passer une semaine dans la capitale culturelle de la Bretagne. 16 places pour les enfants de 11 à 14 ans.

330€. Inscription : Héloïse Berther 02.99.54.36.45 - 07.78.37.38.55 / mediation@cercleceltique-de-rennes.org. Org : Cercle Celtique de Rennes

GOUELIOÙ / FESTIVAL

GBB 2-3 A VIZ GOURE JULLET 2021 **LANGONED** PREZEGENNOÙ SIRK FOOT KÉRIADENN AR BREZHONEG FILMOÙ

BRIEG GUERVENO AR VRO BAGAN

WAR HENT YOUENN GWERNIG
TALEC-NOGUET QUARTET
BARRUT • KLEW POUFON • EL MAOUT
MODKOZMIK • AN TAOL-LANS • PLU
DIGABESTR • DIRIDOLLOU - LAVIGNE
TEATR PIBA • ROUYER - AR GALL • EMEZI

11-17 DE JUILLET / DU 11 AU 17 JUILLET
CONCORT - LES ASSEMBLÉES GALÈSES



Après une grande période d'incertitude, nous pensons maintenant que les conditions en juillet permettront d'organiser les stages et le festival, y compris la restauration et l'hébergement des jeunes en CVL et Camps-Galo.

Tous les stages qui ont un effectif d'inscrits suffisant seront maintenus, même si les contraintes sanitaires nous obligent à faire des adaptations au niveau de la restauration et des hébergements.

Donc inscrivez-vous dès maintenant et avant le 13 juin afin que nous puissions nous organiser.

Inscription : <https://assemblees-galezes.bzh/> Org. : Institut du Galo.

PLESCOP COMPLEXE SPORTIF

FÊTE DE LA MUSIQUE

2 JUILLET A PARTIR DE 19H30 GRATUIT

MORGANE & JEFF BAND (FOLK)
ESLING (IRISH MUSIC)
LA TCHOUTCHOUKA (CUMBIA)
BACKSTAGE (ROCK)

BUVETTE & RESTAURATION SUR PLACE
ORGANISATION : PETRA NEUE ET MAIRIE DE PLESCOP
PETRA.NEUE@GALLO.BZH - 06 86 80 80 22 - WWW.PLESCOP-FESTIVAL.FR

PLESCOP

23 JUILLET GRATUIT

A PARTIR DE 19H30

CONCERT

PRÈS DE LA CHAPELLE SAINT-HAMON

AVEC **BÉRENGUER & MENGUY**
DUO MORWENN LE NORMAND & RONAN PINC

BUVETTE & RESTAURATION SUR PLACE
ORGANISATION : PETRA NEUE ET MAIRIE DE PLESCOP
PETRA.NEUE@GALLO.BZH - 06 86 80 80 22 - WWW.PLESCOP-FESTIVAL.FR